

Allah's Kanañ

allahskanan.free.fr

Va c'halon

Va c'halon ' c'houzañv em donañ
Ne weler ket, met leñvañ 'ra
Ha daoust d'am c'horf diskouez netra
Va c'halon ' c'houzañv em donnañ

Va ene 'zo 'vel ar bili
A ruilh, a red, 'raok 'n em veuziñ
A dec'h, a dorr betek teuziñ
E strad ar mor a dro da draezh

D: Truez ouzhin, truez, Jezuz
Ouzh ur galon ken glac'harus,
Va breurig paour, va mestrig kezh
Va Zalver leun a drugarez

Me glemm, me leñv, me c'halv Jezuz
Me gri, me ouel en droug euzhus
Pa vin bet lonket en anken
War-zu ennoc'h ne ganin ken

Daoust ha va mouezhig torret
Daoust ha va c'horfig daoulinet
Va glac'har, va daeloù skuilhet
'Vijent deoc'h-c'hwi netra ebet ?

Pa ganan 'z eus ennon fiziañs
Ur fiziañs 'vel un esperañs
Va c'halon c'houlenn karantez
Hag e oar e teuy' diganez

Adarre 'teuio sklerijenn
Adarre 'kouezho Ho klizenn
Bevañ 'zo bevañ 'n Ho kalon
Kerzhed d'hoc'h heul, kerzhed hep aon

Hag e tañsin hag e leñvin
Daeloù a joa, daeloù lirin
Betek 'n em goll 'n ur c'horoll foll
Me rento gloar 'vit ar bed holl

Bremañ me 'glev kement greunenn
Kement delienn, kement takenn
O kanañ meuleudi d'ho kloar
Evel en neñv war an douar

D : Bennozh, Aotrou, bennozh, Jezuz
D'Ho kalon ken madelezus
Va breurig paour, va mestrig kezh
Va Zalver leun a drugarez

*Mon cœur souffre au plus profond
Ça ne se voit pas mais il pleure
Mon corps ne le montre pas
Mais mon cœur souffre au plus profond*

*Mon âme est comme les galets
Qui roulent, courent et sombrent
Qui fuient, cassent et fondent
Et au fond de l'eau deviennent sable*

*R : Pitié pour moi, pitié Jésus
Pitié d'un cœur si accablé
Mon pauvre frère, mon maître aimé
Mon Sauveur plein de miséricorde.*

*Je gémis, je pleure, j'appelle Jésus
Je crie, je implore dans le mal atroce
Quand l'angoisse m'aura dévoré
Je ne chanterai plus vers Toi*

*Est-ce que ma petite voix cassée,
Mon corps agenouillé,
Ma douleur, mes larmes versées
Ne sont rien pour Toi ?*

*Quand je chante il y a en moi de la confiance
Un peu comme une espérance
Mon cœur demande de l'amour
Et il sait qu'il viendra de Toi*

*La lumière reviendra
Ta rosée retombera
Vivre, c'est vivre dans Ton coeur
Marcher à ta suite, marcher sans crainte*

*Et je danserai, je pleurerai
Des larmes de joie, des larmes heureuses
Jusqu'à me perdre dans une folle danse
Je rendrai gloire pour le monde*

*J'entends maintenant chaque graine,
Chaque feuille, chaque goutte
Chanter ta gloire
Comme au ciel sur la terre*

*R : Merci Seigneur, merci Jésus
Merci à Ton coeur si bon
Mon pauvre frère, mon maître aimé
Mon Sauveur plein de miséricorde.*

~~~~~

*An testennoù-mañ a zo gwarezet, kenkouls hag ar sonerezh ; an arzourien eo a zo perc'henn warno.  
Au même titre que les musiques et les arrangements, ces textes sont protégés ; ils sont la propriété de leurs auteurs.  
Les textes en français ne sont qu'une traduction de ce qu'expriment les paroles en breton.*